

POST « BUHEZOUR-EZ YAOUANKIZ »

Deskrivadur ar post

Dindan aotrouniezh ar burev hag an daou genurzhier eus ar gevredigezh Emglev Bro Douarnenez, e vo kefridi ar buhezour pe ar vuhezourez diorren ha buheziñ raktresoù liammet ouzh ar brezhoneg hag ouzh sevenadur Breizh evit tud yaouank etre 0 ha 25 bloaz.

Kefridi

• Buheziñ evit ar yaouankiz

- Ambroug ha buheziñ raktresoù e brezhoneg, evit brezhonegerien yaouank ar vro (kampoù vakañsoù, atalieroù, darvoud pe zarvoud...)
- Ambroug ha buheziñ raktresoù da anavezout sevenadur Breizh, evit yaouankizoù ar vro (e galleg ha/pe e brezhoneg)
- Seveniñ hag ambroug kevelerezhioù gant tud eus ar vro a zo lodek er buheziñ evit ar yaouankiz, ha gant skolioù eus ar c'hentañ derez hag eus an eil derez.

• Buhez ar gevredigezh : kemer perzh e buhez ar gevredigezh hag e obererezh liesseurt Emglev Bro Douarnenez, dre skoazellañ an daou genurzhier : sikour anezho da gehentiñ dre vras (lec'hienn web, newsletter, rouedadoù sokial...) e anv ar gevredigezh, sikour da aozañ festoù Dispar Amzer...

Barregezh ha gouestoni rekis

- Anavezout sevenadur Breizh hag an deskadurezh pobl, ha bezañ dedennet ganto.
- Bezañ barrek-mat da gomz ha da skrivañ e brezhoneg koulz hag e galleg.
- Kaout darempredoù mat gant an dud, bourrañ gant al labour a-stroll, bezañ digor ha dibrez-kaer.
- Bezañ emren evit aozañ al labour, kaout intrudu, gellout azasaat diouzh ret.
- Mestroniañ ar stlenneg.
- Kaout un aotre-bleinañ B hag ur c'harr-tan, dre ret.

Skiant-prenet ha gouiziegezh

Stummadur ha/pe (kalzik a) skiant-prenet er buheziñ, war-dro bugale ha tud yaouank (DABU, DARE, BPJEPS, DUT karierenn sokial...)

Kevrat termenet he fad (CDD) 11 miz, e-barzh framm ur gevrat PEC (Hentad Implij Barregezh). Ur plañ stummadur evit an hini gopret a zo da sevel penn-da-benn da badelezh ar gevrat. Rankout a ray hennezh / honnezh gwiriañ hag-eñ ez aotreet da gaout ur PEC.

Prantad esae : 2 viz. Post e Douarnenez, Penn-ar-Bed.

Amzer labour : 30 eurvezh bep sizhun, da welet ganeomp. Bezañ dizalc'h evit gallout labourat nozvezhioù zo ha dibennoù-sizhun zo.

Gopr izek kresk (SMIC).

-

Evit mont e darempred : kasit ur CV hag ul lizher a-raok an 31 a viz Genver 2022 da emglev.bro.dz@gmail.com
An atersadenn enfredañ a vo etre ar 7 hag an 11 a viz C'hwevrer 2022 / Krog gant al labour d'an 3 a viz Meurzh 2022.